

Keleier an embann niv. 24

2020

Da lenn pe da brofañ, evit an holl, bras ha bihan


EMBANNET E 2020 / PARUS EN 2020

Plant ar vro — Jo Tangi

Dirak-ha-dirak skrid diwar-benn pep plantenn, endro, perzhioù, bleunioù, implij... ha pajenn skeudennoù liv. 100 plantenn ordinal en Arvor hag en Argoad.

En vis-à-vis la description de chaque plante. Rcg"fg"i cwejg"<"ukwvcvq."ectcev²tkwksugu."fgwtu." utilisation... Page de droite : photos couleurs. 100 plantes communes en Armor et en Argoad.

GGI]ÉAFGÉAFI&{ÀQUÓPKAJIÉGEJFIIÉHÉIÁAFIÀ·ÀCE|Sæç



Rampo — Loeiza an Duigou

Emañ Lizaig, trizek vloaz, war ar vag a gas anezhi ti he zud-kozh war enez ar Gerveur. Adkavout a raio eno he c'henderv Jean-Elouan. War hent an aod e tremenont hebiou ur maner kloz ha kevrinus. Frioù-furch ma 'z int e kavont un eurier kozh eno. Darvoudouù iskis ha dic'hortoz a c'hoarvez koulz lâret bemdez diwar ar gavadenn-se. Vakañsou divlaz? Tamm ebet, spouronus sur mat!

Nk/cki."vtgk/g"cpu."guw"uwt"ng"dcvgcw"swk"nc"o³pg"ejg/"ugu"grands-parents à Belle-Île-en-Mer. Elle y retrouvera son cousin Jean-Elouan. En allant à la plage, ils passent devant un manoir cdcpfqpp²"gv"ouv²tkgwz0"Knu"l"gpvtgv"rquu²u"rc^t"ngwt"ewtkquky" et y découvrent une vieille montre à gousset. À la suite de cette f²eqwxgtv."fgu"²x²pg o gpvu"²tcpigu"gv"pcvvpgfwu"u²gpejc,pgvv⁰ Xcecpagu"kpukrkgfua'Swg"pgppk."vgtktcpvgu."qwk#

FII]ÉAFGÉAFI&{ÀQUÓPKAJIÉGEJFIIÉEFIGIÁAFIÀ·ÀCE|Sæç



Kroashent-tro — Kristian Braz

An tudennoù roet buhez dezho gant Kristian Braz a zo, alies mat, pennoù-breton gwriennet mat en o bro. Tud voutin pe divoutin, livet o zro-spered gant ampartiz.

Ng"rgtuqppc i gu"cwzswgnu"Mtkuvcpcp" Dtc /"fqpptg xkg"uqv"dkgp"uqwxtgv"fgu"Dtgvqpu"cwz"tcekpgu"dkgp" ancrées dans leur pays. Des gens ordinaires ou qtkikpcwz."f²etkvu"cxge"jwoqwt."ktqpk"q"wp"vpgftguug

FII]ÉAFHICGÉ&{ÀQUÓPKAJIÉGEJFIIÉEFIGIÁAFIÀ·ÀCE|Sæç



Ur Breizhad oc'h adkavout Breizh — Roparz Hemon

Al levr-mañ evit ober anaoudegezh gant mennozhioù ar Breizhad en deus bet al levezon vrasañ war planedenn ar brezhoneg en XX^{vet} kantved.

Eg"nkxtg"rgtovvtc" "ugu"ngewgwtu"fg"hcxtg"nc"eppckuicpeg"fg"Tqrct/Jgoqp."fqp"nukpEwgpeg"uwt"nc"fgwvxp²g"fg"nc"ncpiwg"dtgvqppg"cw"XX"uk³eng"hwv" très importante.

FII]ÉAFGÉAFI&{ÀQUÓPKAJIÉGEJFIIÉHÉIÁAFIÀ·ÀCE|Sæç



Emgann evit an tan — Goulc'hant Kervella

An tan, pinvidigezh meuriad an Ogorigid, a zo marv ha den ne oar adkregiñ anezhañ. "Va merc'h LammGor a roin d'an hini a zegaso an tan bev amañ," eme an ozhac'h-meur. Sâhn ha Rhân, daou baot्र yaouank, en em ginnig, met LammGor ne fell ket dezhi e veze dibabet ur gwaz eviti hep n'he defe hec'h ali da reiñ ha mont a ra iveau dre guzh diouzh he zu, daoust d'ar skoilhou niverus, war hent ar c'hlask.

Nco o I qt."nc"tmg"fuwp"ejgh"fg"vtdkw."xgww"rnwu"ng"nkdgtv²"gv"fkpf²rgpfcppeg"gv"rc^t"ugwng"«"nc"tgejg²tejg"fg"hgw⁰"Ng"hgw"kpfkurgpucdig"«"nc"uwtxkg"fgu"ukgpu"u²g²gkpv"gv"rgtuqppg"ps"sait le rallumer. Roman se déroulant au temps de la préhistoire.

FII]ÉAFGÉAFI&{ÀQUÓPKAJIÉGEHIFJEEEEEFIGIÁAFIÀ·ÀCE|Sæç



Lampreiz — Padrig an Habask

Un duilhad englenioù, barzhonegoù berr diwar skouer englynion Kembre, a-hed un hent a vuhez. Fromadennou lakaet gerioù warzo. Gouleier lutig e lampreiz ar meurvor!

Un recueil de poèmes courts, sur le modèle des gpin(pkqp" i cmqku."vqvw" cw"nqp i" fuwp" rcteqwtu" de vie. Des émotions traduites en mots. Lumignons dans la rjqrjqtguegpeg"fg"nùqe²cp"

FII]ÉAFGÉAFI&{ÀQUÓPKAJIÉGEHIFJEEEEEFIGIÁAFIÀ·ÀCE|Sæç




Koktel ar vuhez — Jil Penneg

Perzh dibar an torkad danevelloù-buhez-mañ eo al liamm start bet itriket gant Jil Penneg evit kontañ buhez tud ordinal o vevañ e Breizh hiziv an deiz. Diwar e ijin puilh hag e faltazi e oar Jil Penneg reiñ un taïva eus liesseurta ha pinvidigezh an darempredou kreñv ha bresk skoulmet gant e dudennou, amañ er vro.

Eiguv"cxge"wdvknkv²"gv"tpguug"swg"lkn"Rgppgi"fqppg" xkg" "fgu"igpu"qtfkpcgtu"svw"nùqp"xc"tpeqpvtt"fcpu"fgu"ukwvcvqpu" tragiques, quotidiennes ou cocaces. Rires et pleurs se mêlagent gv"ngu"rgtuqppc i gu"cvcejcpvu"uqtvu"fg"nùko c ikpcvqpp"fg"nùcwvgwt" xqpv"ug"tpeqpvtt"ug"nkg"q"u"fg"t"gl

FII]ÉAFHICGÉ&{ÀQUÓPKAJIÉGEHIFJEEEEEFIGIÁAFIÀ·ÀCE|Sæç



Kuzul ar Brezhoneg

Tachenn/Espace Volta 2

1 straed/rue Ampère 22300 Lannuon

+[+33] (0)2.96.48.03.00 kab@brezhoneg.org

www.brezhoneg.org



EVIT BIHAN HA BRAS *POUR TOUS*



Lili, da gousket ! — Yael ar Gov

Pelec'h emañ Lili? Oc'h ober petra emañ? N'emañ ket en he gwele! Da gousket, Lili! Poent bras eo!

Bez' e c'heller selaou sonenrolladenn an istor war lec'hienn www.brezhoneg.org.

QÁ "gув" NknkA "Swg "hкv/gнngA "Gнng "pùгuv "rcu "fcpу "uqp "hкv##"Cw "fqfq. ' Nknk##"Kn "gув" i tcpf"vg o ru#

Pêrig hag ar sorserez — Gilles Bizouerne, Roland Garrique (tr. Mark Kerrain)

Pêrig a wel ur vaouez kozh o tont er-maez eus ar c'hoad. Anavezout a ra anezhi, ar sorserez an hini eo!



Kontadenn eus Flandrez. Evit ar vugale etre 3 bloaz ha 5 bloaz. Bez' e c'heller selaou soner-rolladenn an istor war lec'hienn www.brezhoneg.org

Au village, tout le monde a peur de la sorcière. Tout le monde, ucwh'R'tki."ng'i cinqrkp"swk"pùc"rgwt"fg"tkgp#"Lwuswùcwlqwt"qA'etke'etce."nc'uqtek³tg"nùqphgtog"fcpu"uqp"uce#"Gv"uk"eù²vcv"nùqecukqp"rgwt"R'tki"fg"lqwgt"wp"ucng"qwt"«"nc'uqtek³tga

Nkxtg "rqpwt"ngu"5/7"cpu"0"Nu{j kuvqktg."eqpv2"gp"2"eqwvg "uwt"ng"ukvg" y y 0ldtg/j qpg i0qti0
HÎÄÍÉÅÄGÇÄGÄFÄÄ & ÄÄÜÖPÄÄJÍ JEFEEJEE IÍ ÈÉI ÈÉÄÄJ ÄÄÜÄÄPÄÄ

Al labous hag ar pezh aour — François Vincent, Cécile Hudrisier (tr. Mark Kerraïn)

War doenn ar c'hastell ez eus ul labous o kanañ:
« Setu me, setu me, pinvidikoc'h eget ar roue! »
Hag ar roue da c'hervel e soudarded: « Kit da
gemer e bezh aour digantañ! N'eus ket aotre da
vezañ ken pinvidik hag ar roue! »

Kontadenn a Dunizia. Evit ar vugale etre 3 bloaz ha 5 bloaz. Bez' e c'heller selaou sonenrolladenn an istor war lec'hienn www.brezhoneg.org.

Wp "lqwt." wp "rgvkv" qkugcw "vtqwxg" wpg "rk³eg" fūqøl'Rqu²" uwft" nc' hgp 'vtg "fw" tqk. "kn" ug "o gv" cnqtu < "ej cpvg t< "ë" Lg "uvku" rnwu" tke jg' swg "ng" tqk. "cxge" o c "rk³eg" fūqt < "o qkl" i "Pk" wpg "pk" fgwz. "ng" tqk' envoie ses soldats récupérer la pièce. Mais le petit oiseau a rnwu" fūwp "vqwt" g" fūwpg "ej ccpuqp "fcpu" uqp "uce# "Wpg" hcldg" eqpvtg' nùqrrt guukqp. "qA" "ng" r gvkv" twu²" p" g" uùcxqwg" lc o cku" xcckpew#

Nkxtg"rwqt"ngu"5/7cpul"Nujkuvqkt,"eqpv2"grct"hg"vtcfwewgwt."guv'gp"2eqwv"uwv"ng"ukvg"y y yldtg/jqtp i0qti0
GEI 1 EA AGHÉGACAGÉEJÀ & ÁKUÓPÁKU JÍ JEFEÉEJÉ I Í ÍÉI ÍÉI ÁKUÁ ÁKUÁCÉPÁ ||



Ar Valafenn haq ar Roue — Máire Zepf, Shona Shirley Macdonald (tr. Padraig an Habask)

Eürus eo Éádoù en he buhez. Brudet eo da vezan̄ c'hoarierez echedoū ampant, un dudi priziet-meurbet gant pennoù Iwerzhon. Karout a ra Mír, mab ur roue. Hogen ur gevezerez warizius a daol barr warni ha cheñchet e vo e balafenn. Kaset e vo kuit pell gant an avel, pell diouzh Mír ha diouzh ar vuhez eürus a c'hestent kaout. Ha gellout a raio en em zieubiñ diouzh he zonkad kriz hag adkavout he gwir garantez? Adalek 7 vloaz.

'cfqkp"guv"wpq"lgwpg"lⁿng"j gwtwgug"gv"lqwpgwug"fu²e j geu"vcngpvwgvug."wp"lgw"qtv"rtku²"fgu"Ejkghvckpu"fk^ktncpfg⁰"Gnng"ckog"
O^t. "wp"tⁿu"fg"tqk⁰"Ocku"wpq"lgwpg"lⁿng"lcnqwgug"nvk"hg^tc"lgvt"wp"uqtv"gv"gmng"ugtc"e j cpi²g"gp"rcrknqp⁰"Gnng"ugtc"gorqtv²g"
rct"wp"xpvp"ko r²vwgwz."nqkp."vt³u"nqkp"fg"O^tgv"fg"nc" xkg"j gwtwgug"swukiu"gur²tckgpv⁰"Rqwttc/v/gnng"ug"nkd²tgt"fg"uqp"etwgn"
destin et retrouver son grand amour? A partir de 7 ans.

ÍÍÁÍÉÁ"ÁGÍÁcÁGÍÁ&{Á"ÁQUÓPKÁJÍÍEGÉJFÍÍIÍEHÍÍEFÁ"ÁFG'Á"ÁCEJÁŠæ}c



DA ZONT ER-MAEZ E-PAD AN HAÑV!

- Ar c'hlasker-aour ha danevelloù all YS` f >aW 9i [Zag/3^>S` hfi
 - War an aod vev ZSY À la pêche à pied avec Papy YS` f 6Shk <SagW /3` 3'SdU>Zfi
 - Ar re vrizhellet YS` f: gYa : S_ [f̪a t̪ fdW]YS` f: Wt̪hW4W/3` 3'SdU>Zfi
 - Dre hent pe c'harhent — Petit guide explicatif des noms de rues de Perros-Guirec / Levrig displegañ anvioù hentouù Perroz-Gireg YS` f 9[dW =a S` /3` 3'SdU>Zfi



FOLLENN URZHIAÑ

da gas en-dro gant ho paeamant / *bon de commande à retourner accompagné de votre paiement*

Kuzul ar Brezhoneg – Tachenn/Espace Volta 2 – 1 straed/rue Ampère – 22300 Lannuon

✉ [+33] (0)2.96.48.03.00 ✉ kab@brezhoneg.org

Anv nom
Chomlec'h adresse
Kod post code postal
Pgz tél
Kêr ville
Postel e-mail

Ker eo ar mizoù-kas, kemerit ho prenadennoù e Lannuon ma c'hellit. / *Les frais d'envoi augmentant, venez retirer vos achats à Lannion, si vous pouvez.*

	Niver	Sammad
• Plant ar vro	14,00 €
• Emgann evit an tan	7,00 €
• Rampo	6,00 €
• Lampreiz	8,00 €
• Kroashent-tro	12,00 €
• Koktel ar vuhez	12,00 €
• Ur Breizhad oc'h adkavout Breizh	14,00 €
• Lili, da gousket!	6,00 €
• Pêrig hag ar sorserez	9,00 €
• Ar roñflez hag ar seizh mennig	9,00 €
• Al labous hag ar pezh aour	9,00 €
• Viktor, ar bugel gouez	6,00 €
• Ar Valafenn hag ar Roue	12,00 €

Levrioù all, kavet war lec'hienn KAB, am bije c'hoant da brenañ / Autres ouvrages de nos catalogues

•	---,--- €
•	---,--- €
•	---,--- €
•	---,--- €
•	---,--- €
•	---,--- €

• Dont a rin da Lannuon da gerc'hat al levrioù / *Livres pris sur place à Lannion*

• Kasit anezho din dre ar post / *Expédition postale*

Mizoù-kas (*frais de port*)

• 3,50 € (1 levr, *1 livre*)

• 7,00 € (etre 3 ha 5 levr, *entre 3 et 5 livres*)

• 4,00 € (2 levr, *2 livres*)

• 13,00 € (adalek 6 levr, *à partir de 6 livres*)

• Digoust adalek ur brenadenn 150 € / *Gratuit à partir de 150 € d'achat*

Hollad levrioù q + mizoù-kas q = HOLLAD q
(total livres) (frais de port) (total)